

AN DAOU VREUR.

*En eur sclêrigenna ar bobl, e vez
guelloc'h hac eürussoc'h.*

Goude maro Pierres Morin , e zaou vab, Yan ha Fanch , a rannas etrezo e heritach , pehini en em gompose eus a ziou ferm casi eus a eur me-mes talvoudeuez . Eur som a 600 franc a voe avoalc'h evit o ingali . Tenn a rejot d'ar blouzen vîr : ferm Kyoat a zigüezas da Fanch , ha ferm Kybrat da Yan .

— Mâ ! eme Yan , leun a joa hac en eur sqli var an daul , ouz pehini e voa azeet gant an noter ha darn eus ar c'herent ; mâ ! contant òn eus va loden .

— Ha me ives demeus va hini , eme Faneh , mes gant un êr tranquilloc'h .

Fanch a vire ferm e dad , Yan a zeûe mestr eus a eur ferm a voa bet roet d'e vam gant un itron a voa maeronez dezi .

— Ma ve construet an hent a gonter ober , eme Yoen Vian , o c'henderv , ferm Yan a c'honef calz , rac tremen a rafe dirac an ty , e penn ar prat bras .

— Justamant en ze e sònjen ives , eme Yan .

Fanch a voa er penn all eus ar gampr , e qever eur prennest , eus a belec'h e velet ar bourg , an

ilis hac ar vêred , hac e voa var ar vêred e zoa fixet e zaoulagad leun a zaelou.

— Me ho trugareca, ô va Doue ! emezàn, d'am miret en o c'hever... Sònjal a rê en e dad hac en e vam , a voa entêret eno.

. Ober a rejot neuze ar partach eus ar meUBL. Pa voe achuet , Yan , goude beza sònjet eur pennad , a lavaras :

— Cléo-ta , Fanch : Contant e vez-te da ober un arrànjament ? Me viro ar 600 franc , mar qeres miret ar meublou-ze. Güelloc'h eo ganén prena re nevez. Ma ne fell qet did se , varc'hoas me o laco en güerz. Rac-se , lavar.

— Accepti a ràn , eme Fanch. Ne fell qet din , epad ma vezin beo , e ve güerzet ar güele e pehini omp bet ganet , hac e pehini e zeo maro hon tad hac hor mam , na qennebeut ar bandulen-ze pehini , allas ! na verc mui an heuriou evito , nac ar meublou all pere a zo digüezet en da loden. O c'honservi a rin gant va re.

— Mad evelse , va fautr Fanch , eme ar voereb Janned , en eur dorcha un daelen.

Yan a voe un nebeudic mezus ; mes ractal ma voe sortiet Fanch , e zoat deut da c'hervel , e lavaras Yan : Bah ! qement e caren va zad ha va mam eguetàn. Qement a lavar Fanch a guemer eus e levriou. Me na ouzòn qet lenn ; mes ma ne zòn qet savant , ne zòn qet goassoc'h evit se.

Den na respontas , rac ne zònjet qet ennàn.

Fanch a antreas ; achui a rejot an afferaou. Yan a guemeras e ferm hac en em laqas d'e labourat gant courach. Prim ha nerzus e voa ; mes ne anaveze qet nemeur labour an douarou ; ha

gant se , routinier ha pennec e voa meurbet.

Fanch na chenchas netra en e ferm a Kygoat ;
dre eur zantimant a respet eo memes e lêzas an
darnvia a bep tra en e blaç ; mes gouscoude , ar
respet-se n'en dallas qet : ober a eure chencha-
mantchou e peb lec'h ma cave deread en ober.
Sònjal a eure dreist oll güellât e zouarou , en eur
adopti ar fèçonnioù nevez en devoa güelet laqat
e pratic , hac eus a bere an excellanç a voa su-
periol d'ar re all ; rac ne chenche nemet evit
ober güelloc'h.

Eur mintinvez , Yan a denas da velet Fanch ,
pa voa o tempsi e zouar , hac er goapâs .

— Felvezont a ra did , emezàn , gouzout hir-
roc'h eguet da dad , te pehini na chenches qet
a blaç d'ar pinçin dour binniguet a zo e penn e
voele , hac e zez bremâ da zaccaji an douarou
en devoa hadet ha labouret !

— Benediction Doue var hon tad , eme Fanch :
ma ve beo , e volontez a vez va hini .

— Mes , hirio e zez da ober diouz da benî ,
eme Yan : n'eo qet güir ze ?

— Ober a rân , eme Fanch , ar pez a gredan
rêsonabl hac avantajus da ober . Ellout a raes
caout sonch , Yan , penos , arbloaz tremenet , pa
zistrois diouz ty va faeron , e lavaris d'am zad e
fèçonnioù nevez da labourat e zouarou , an im-
plich eürus hac an issu vad eus e fèçon da la-
bourat . Hon tad a gomprenas o avantach , hac a
lavaras deomp : Ar bloaza zeu e vezor ret profita
eus a exempl va c'homper . Ah ! hon tad qèz en
devoa calz a furnes . Na zisprise netra var digare
n'en anavez qet ; mes clasq a rô en anavezout ,

ha da denna outàn ar güella profit. Mes allas !
re divezat e voe sclêrijennet.

— Ganes-te , michanç , eme Yan ; rac sònjal
a res beza eur savant bras. Va zad a gare ar gue-
lennadurez , emedout ; güir eo ze , mes an dra-ze
yoa abaoue n'en devoa mui e benn dezàn. Dre
ma poa disqet lenn ha scrifa epad ma voas e ty da
baeron , va zad a grede e zoas un doctor bras !

— Ah ! Yan , cede aze eur goapères fall eus da
bers. Hon tad , hep mar , a voa contant e vouien
lenn ha scrifa , ha chagrinet bras e voa abala-
mour na vouies qet qementse iveau.

— Eh bien ! ne dòn qet fachet ouz se , eme
Yan gant humor. Gouzout lenn ha scrifa evit
tud eveldomp , a zo ridicul hac inutil. Calonec
òn d'am labour ; cundai mad a ràn an alar coulz
ha te ; anavezout a ràn va douar ; gouzout a ràn
soigni va chatal : qément a zo ret eo ze evidòn ,
hac e zòn contant. Sònjal a ràn demezi ; he bien !
me guemero eur vreg na vouio nac A na B , hac
hor bugale na vouezint qet davantach. An A.
Klorc'h , pehini a zo un den pinvidic hac a voar
beva , a lavar dìn e meus rôson , hac e zeo un di-
otach güelet paysantet o felvezout dezo beza
instruet , mont d'ar scol , consulti levriou ha
beza cozeerrien gaer.

— An A. Klorc'h en deus gaou o lavarat se ,
eme Fanch. Calz a dud generus ha savantoc'h
eguetàñ , hep douetanç , ne sònjont qet evelse.
Nan , neo qet güir , va breur , penos lenn ha scrifa
a vez inutil ha ridicul evit neus fors piou , hac
evidomp-ni , labourerien , pere a bren ha a
voerz ; ni pere adle derc'hel conteus hor gounit ,

eus hor c'holl ; ni pere a diefe anavezout qement en em`bratic el labouradur vad an douarou, qement a zizoloer a vad : control a ze , precius eo ; ha neuze , un nebeut a zescadurez , pehini a zigor ar speret , ne ra qet a c'haou d'ar galon . Yan , abaoue ma ellà , bep sul ha bep gouel , goude an ofic hac er momentchou rara vagder , lenn va-unan an Aviel , Imitation Jesus-Christ , Buez ar Zent , an Devez Mad , an Instructionou Christen , an Doctrin Gristen , -- Simon a Vontroulez , Güiziequez ar pautr côs Richard , etc. , e credàn e meus muicc'h gounezet eguet collet . Ne zàn qet da redec an hostaliriou , nac ar c'hoariou difennet , goude pere e scuis ar c'horf , e tispigner fall an arc'hant , hac e vez alies disputou .

— Evit drouc-comz diouzin eo e lavares qementse , eme Yan , en eur disqueuz humor .

— Oh ! ar zonch-se , eme Fanch , a zo pell diouzon , va breur ; va fèçon da velet eo a roàndid da anaout , goude ma c'heus lavaret din da hini . Petra zo a justoc'h ?

— Bah ! qementse oll a zo digareou fall ; derc'hel a ràn d'ar pez a meus lavaret da guenta .

— Inutil e ve din , va breur , essât disabusi ac'hanout . Ret eo gortos eus an amzer : an œuvrou a gomzo .

An daou vreure en em separas . Yan a voa fachet diouz Fanch ; Fanch a glême Yan .

O zad n'en devoa recevet nep descadurez , daoust d'e gueuz bras ; ha dre ma voa re yaouanq e vugale en amzer ar revolution , n'en devoa nemeur sònnjet rei dezo muioc'h . Fanch en devoa dija pemzec vloas , na vouie qet lenn . E baeron ,

mignon d'e dad , den afêçon ha pinvidic , pehini en devoa ar boneur da veza instruet , hac a dleye d'e anaoudeuez el labouriou an douar ha d'an urz en devoa gouezet laqat en e afferaou , al loden vuia eus e fortun , a guemeras e fillor en e dy , hac epad tri bloaz ma chommas eno , e tisqas dezàn qément a zo mad , qement a zo ret da eul labourer da c'houzout evit ober prosperi e zavez gant enor hac honestis . E laqat a rô da lenn gant ar brassa eves levriou an AA . Ol. de Serr , Parmantier , Dombasl , *Beilladegou tud divar ar meaz* , laqet e brezonec gant A. Lédan , approuvet gant A. ministr al labouradur douar , ha *Simon a Vontroulez* , meulet gant an A. ministr an instruction public.

Ajouti a rô e zéo d'an A. Parmantier eo e tleer ar patates e Franç , hae e zoar dleour d'an A. Dombasl eus a un niver bras a issuou mad e labour an douarou . En eo en deus fontet ferm-model Rovill , e pelec'h e veljot calz a autrone yaouanq pinvidic o qüittât ar c'hæriou evit mont dî da zisqi gantâ ar fêçonnioù nevez da labourat an douar . Lavarat a rô : Depordit da gaout un issu mad en ho fêçon da labourat , ha neuze ec'h antreprenot eur reform brassoc'h , gant calz nebeutoc'h a zanjer , gant calz muioc'h a experianç hac a voyen .

Un assamble , eme va faeron , dindan an hanoa Association Breizis , zo bet en em formet e Güen net , evit ar c'henta güech , e mis guengolo 1843 .

An eil assamble e devezo lec'h e Roason , an 29 eus a vis guengolo 1844 .

An histor e deveus lêzet deomp , evel eurfeat

a sonch eus a labouriou hon tud côs, ar guenta fondation a societe a labouradur an douar eus a stajou a Vreiz, er bloa 1757, dre an AA. Montaudouin, La Chalotais, Abeill, etc. Ar chen-chamanchou digüezet ha division ar brovinçou en departamantchou, hac iveau rann ar fortuniou bras, o deveus neantet ar greizen guenta eus a sclêrijen hac a avançamant. Dre suit eus ar reol nevez, Associationou a zo en em formet e meur a lec'h. Dre oll hon eus societeou a labouradur douar, pere o deveus rentet calz a zervich. Ma ve possabl hirio unvani labouriou an oll societeou-zehaguervel ur vech ar bloazo oll memprou en un assamble vras, an amzeriou tremenet a ve liamet d'an hini a vremâ, hac ar societe gôs eus a stajou a Vreiz a guemerfe a nevez eur vuez a yaouanqis, a oberidiguez hac a anaoudeuez acqüisitet, pehini a drofe e profit an oll bobl eus a Vreiz. Qementse a vez ar peza zo tremenet unvanet d'ar studi eus a vremâ, o prepari an hent d'an amzer da zont. An Association vras-se eus a Vreizis, unvanet bep bloaz, a velfe en hé c'breiz an dud a vez choaset eus a bep lec'h, pere a rafe anavezout o ezomou hac o c'hoantchou. An den yaouanq disqet en anaoudeuez-ziou nevez, a zicouro al labourer côs, pehini a zisco dezàn d'e dro, ar guentelliou eus an experianç hac eus an evessa. Breiz, placet er penn pella eus a Franç, e deveus e ezemou spicial, alies nebeut anavezet gant an duda zo er renq qenta eus ar societe; ha tud a zo eus ar societeou bian, n'o deveus nemet nebeut a voyen evit beza selaouet er momentchou ar muia ezommec. Pa

deuyo ar vouez vras eus ar brovinç en antier , unvanet en interest an oll , da laqat en em selaou , e sqiltro eus an eil penn d'eguile eus ar Franç , hac ar Franç er selaouo.

Ni eta , eguis güir labourerien douar eus hor brô guer a Vreiz , en em hastomp d'en em laqat receo en Association-ze . Na ellomp nemet gounit e qementse ; rac desqi a rimp certenamant profita , en hon interest , demeus ar frouez pre- cius o deveus tennet an dud savant en labou- radur an douarou . Un niver bras a autronez a Vreiz a zo en em laqet er Societe-ze , hac ar Roue , atao prest da encouraji an oll dizoloa- durez a rear en interest ar bobl , a zo en em hastet da rei ur som bras evit sicour d'an dis- pignou demeus ar Societe a Vreizis .

Yan a sqüize , o selaou qementse . Daoust ma voa ignorant , na vanqe qet a anaoudeuez ; ellet en devije desqi , hac e voa muioc'h estimet en comzou eguet en sònjesonou . Marteze e voa un nebeut jalous , avius eus e vreur , pehini a glasqe mechamant izellât ; ha dre antêtamant hepqen eo e nac'he ar vad . Dre m'en devoa commandet da voapât potret ar barros pere a receive un des- cadurez benac , ne felvez e qet dezàn distrei var ze , hac e cuntrue en o enep e gaqeterez flem- mus , en eur repeti bep moment an diotachou- mâm hep heana : penos na gonven qet d'ar bobl beza instruet ; penos ar vugale a heuill ar scoliou eo ar re nebeuta capabl da labouriou an douar ; penos ne zeus qet ezom da ouzout lenn evit hada hed , na da c'houzout scrifa evit medi .

— Hon tadou-côs , a lavare-én un devez , na

zesqent qet lenn : eh bien , greomp evelto.

— Na zisqent qet lenn , eme Fanch ! eh bien !
greomp guelloc'h eguelo , en eur desqi.

— Ar vugale a voar lenn , eme Yan c'hoas , a
fell dezo e vent dishevel eus ar re all : roc hac
ourgouillus int peurvua.

— En em drompla res , eme Fanch ; mes ra-
deuy an oll vugale da zesqi lenn ; neuze ne vez
da ober etrezo nep azaouez. Na ello nicun tenna
fougue da c'houzout ar pez a vouezint oll.

Daou vloaz goude maro o zad , Yan ha Fanch
a zemezas , cazi er memez amzer. Fanch en de-
voa calz a garantez evit merc'h ar mestr scol ,
hac e temezas dezi. Beza e devoa an oll vertu-
ziou a zere ouz ar vreg fur , ar vreg vad , ar pried
carantezus , ar vam vad hac ar venagerez habil.
Fanch a voa certen e raje e voneur.

Ar vreg en devoa choazet Yan , a voa merc'h
un hostis , a dremene evit pinvidic. Yan a felvez
dezàn e vije ignorant e vreg ; na elle rancontri
güelloc'h. Madalen na vouie qet lenn , ha ne voa
qet evit se na güelloc'h labourerez , na furroc'h ,
nâ matoc'h.

Un nebeut goude o demezi , an diou c'hoar-
gaë̄r en em gavas e Foar-an-Nec'h , e Montroulez .
Evel m'o devoa calz a labour o goaset da ober
er guêr , n'o devoa qet ellet quittât : an diou
vreg a voa deut en o flaq d'ar foar , evit güerza
yer , amann , viou , etc.

Mac'harid , greg Fanch , e devoa , qent sortial
eus ar guêr , grêt gant e goas ar pris e tleye güerza
peb tra. Scrifet e devoa qementse var he c'ha-
ric. Un noten all e devoa grêt eus ar pez a dleye

prena ha digaç ganti d'ar guêr.

Madalen ne voe qet rentet en anter hent da Vontroulez, m'e devoa dija anconac'hêt pegue-ment e ranqe güerza e marc'hadourez.

Er foar, gant un ear ceder, propr hac habasc-ded, Mac'harid a denne dezi ar brennerrien.

— Ne meus nemet eur pris, a lavare-hi, gant ur vouezic douç, pa chipotet e marc'hadourez: en em gontanti a rân eus a un nebeudie profit, mes se zo dleet din, hac e talch'an. Hac e rêt buan affer ganti.

Madalen a c'houlenne eur pris re huel evit certen traou, hac e voerze re nebeut re all. Eur frippon, o velet e nebeut a attantion, a laeras anezi.

Penos, emezi d'e c'hoar-gaér, a voa e pignat en e c'har, pehini na gontene nemet ar pez e devoa prenet, güerzet oc'h eus-hu tout dija?

— Gant graç Doue, eme Mac'harid; Fanch a vezo contant; foar vad a meus grêt.

— Oh! c'houi zo ur finodez, eme Madalen, en eur binça e muzellou; c'houi voar trapout an dud gant ho comzou douç.

Mac'harid na respontas qet d'ar c'homzou sot-se. Ne voe nemet da ser-nôs e partias Madalen, reduet da zistrei d'ar guêr cazi an anter eus e marc'hadourez, goude beza grêt dre hast eur brenaden benac, hac hi drouc-contant ha scuis.

Pa êruas er guêre voe scandalet gant Yan, hac hi a respontas dezàn gant humor. Neuze en em lavarjont comzou fall bac en em scojont.

Mac'harid, êruet joaüs er guêr ha diguemeret mad gant Fanch, a voe meulet gantân, evel ma

verite. Meur a vloavez a dreñenas , epad pere Yan ha Fanch o devoe bugale , pere a vœ savet gante , pepini herves e fêçon. Re Yan na güittaent ar ferm nemet evit mont da c'hoari ha d' vagaboni ; re Fanch , er c'hontrol , qerqent ma voent en oad , en em rente er scol eus ar mintin , evit distrei da ser-nôs.

Qerqent ma voejont cozeal , o zad hac o mam a reas dezo desqi dindan evor , ar Reglamant a Furnez , a gaver en Instructionou Christen , etc , ha goude coan e vije canet Canticou .

Ferm Fanch a voa cunduet gantàn qen reiz , ma teuas , abars daouzec vloaz , da zoubli e zanzvez. Hini Yan a chommas atao er memes poent. E c'honideuez hac e goll a voâ cazi er memes tra. Epad ma yê Fanch atao var gresq , Yan na yê na ne deue , ha netra na voellae endro dezàn. Parqeyer bras en devoa , hagouscoude ne heuille nemet ar routin. Refusi a rê a gress ober usach eus an erer güellêt , hac eus an hostillou all eus a bere en em serviche e vreur. Anfin , evit ar temps ha güellaen an douarou , en devoa iveau squeudennou faus , da bere ne felvezet qet dezâu renonç ; hac e vije bet güelloc'h dezân coll un eost en antier , eguet essât d'e renta caeroc'h dre voyenou certen.

Epad ar c'henta c'hoec'h bloavez eus a gundi e ferm , Fanch en devoa bepret implijet ar rend d'egüellaen , dregrescanç , hadabrena hostillou. Qent prena douarou nevez , a lavare-én gant furnes , e râncan en em brouri qement zo ret din evit tenna eus ar re a meus dija ar güella profit possabl. Güelloc'h eoganénaoutc'hoec'h

parc e stat vad, eguet dec parc e stat fall.

Qement e zoa a zifferanç etre an daou vreur er fèçon da labourat o douarou ha da laqat talvezout o danvez, qement all a voa er fèçon da zevvel o bugale, en o actionou hac en o habitujou.

Yan, evit rôsoniou a interest, a voa en em vrouillet gant famill e vreg, hac a voa en proces diouz e breur. Fanch a veve en peoc'h gant e oll guerent. Qemeret en devoa en e dy e voereb Izabel, a voa paour ha dilezet. Tad Mac'harid, intany ha cazi infirm, goude beza laqet e scol etre daouarn ur mestr yaouanq ha capaploc'h eguetàñ, a voa deutivez da dy Fanch evit tremen ar rest eus e vuez er repos. Ar Pautr côs en em blije oc'h instrui e vugale vian, azezet gante din dan ur vezen dêro, en disheol etal an nôr, hac er gouân en e fauteill goad etal an tân.

Fanch en devoa reizet penos epad beilladegou ar gouân, dastumet oll etal an tân, goude m'o devije nezet ar merc'het hac ar goaset grêt eul labour util benac, e vije grêt avouez huel eul lectur el levriou hanvet amâ arauc. Goude e rêt ar pedennou e commun, hac e zêt da gousquet, en eur rejeti an eil d'eguile un nosvez vad.

E ty Yan, d'ar memes heuriou, na glêvet nemet ur babill tor-penn. Eno, an eil en em occupe eus a afferaou ar re all, o trouc-comz eus an oll; ar preposiou-ze a roe lec'h alies da zisputou. Al labour a languisse, pe a voa grêt fall; lezel a rêt qement a voa a sclabe, ha pepini en em denne mouzet an eil diouz eguile.

Eur zulvez vintin, Yan hac e famill a êruas e ty Fanch, hac an daou vreur hac o bugale en em

rentas d'an oferen. Fanch hac e dud a lenne gant atantion *Deveriou ar C'hristen, Reglamant a Vuez*, epad ma voa Yan hac e re hep levr, dre na vouient qet lenn, o sellet a bep tu, o comz hac o c'hoarzin avichou, ar pez a rē poan d'an oll, evel just. Fanch hac e dud, leun a respet evit ty Doue, agranche en o mouchouerou go-del; mes Yan hac e re, evel tud lous, hep mez, a granche var bave an templ divin, ar pez na gredient qet ober e meur a dy, rac na vije qet permetet dezo en ober.

Goude an osic, Fanch ha Yan a voe tizet var ar blacen, gant an A. Kharvur, perc'henner bras. Calz a estim a zougue da Fanch, evit e vevidiguez douç hac e speret eon, hac en em blije o eozeal gantàn eus a labouriou an douar, ar pez a gare dreist oll.

Fanch qèz, emezàn, dec'h hepqen oun êrnet a Baris. Contant òn meurbet ouz ho qüelet. Disqueus a rit oll beza e yec'het mad, rac güelet a iàn duont Mac'harit gant e bugale, hac int joaüs bras. Ha va fillor Theodoric?

Epad ma trugarecae Fanch an A. Kharvur ha ma responde d'e questionou, Mac'harid, he c'hoar-gaer hac o bugale a êruas.

— Va faeron! va faeron è! a grie Theodoric.

— Bonjour, va fillor bian, eme an autrou, ouz er briata; goulennet e meus dija ouz da guélou digant da dad ha da vam, hac e zint contant diouzout. Rac-se e recevi ar recompanç am boa prometet did qent partial. Evit Mac'harid, ar vam vad, e meus digacet ur zac'had mad a lin. Ne meus qet ancounac'hêt, Fanch, ar pez am

boa prometet dêc'h. Bet oun o velet va mignon côs, an A. Dombasl, en e fermi-model, e pelec'h e meus prenet evidoc'h instrumauchou mad ha nevez evit labourat ho touarou.

— Va feurgarga a rit atao, Autrou qèz, eus ho madelezou; credit ez oun anaoudec mad a guementse.

— Ha me iveau, Autrou, eme Mac'harid, en eur ober ar reveranç.

— Me ho trugareca iveau, a greiz va c'halon, va faeron qèz, eme Theodoric, e doc en e zorn.

— Bezit atao tud honest, labourerrien vad, güir Vreizis, ha Christenien güirion : ze eo ar güella moyen da zisqeus e carit ac'hanòn.

Ha c'houi, Yan, contant oc'h-hu e Kybrat?

— Ia, Autrou, emezàn, en eur c'hosmoli.

— Ah ! ho pugale eo ar re-mâ? Eh bien, va bugaligou, disqi a reomp-ni lenn mad?

— Nan da ! eme ar pêvar buguel, demeus a bere ar c'henta en devoa tost da drizec vloaz.

— Fachet bras oun eus a ze, eme an autrou. Perac, Yan, na heuillit-hu qet exempl ho preur asêçon? En eur lavarat se, e scòe var scoas Yan gant carantez. Pez oad oc'h eus-hu, Yan?

— Pemp bloaz ha trêgont, Autrou.

— Dec vloaz zo em boa ho oad. Eh bien! ne voan qet neuze mignon d'ar scoliou communal, rac sönjal a renn e voant nebeut convenapl da sclêrijenna ar bobl. Tud pere o devoa ideou faus ha cassoni ridicul var ze, o devoa va laqet d'o c'hredi. Eur breur a meus e qichen Ponabat; allies em pede da vont d'e velet; va afferaou am mire epad meur a vloavez da vont; mes o vezza

ellet caout un devez benac dîn, e zis anfin. Mear eo, hac ec'h eller lavarat madoberour. Laqet en deveus sevel un ty scol a brosper calz. Eürus eo bet da gaout ur mestr mad, an A. Donval, pehini dre e zouçder, e furnes hac e anaoudeuez vad, a zo tad ha mignon d'ar vugale confiet dezàn, hac a zo o paouez obtén en recompaç eur vedailen gaer eus abers ar Roue.

Disqeus a ris d'am breur va eston eus ar vad a brodu ar scoliou, hac ouz ar frouez vad a roont.

Va breur, ouz va zelaou, a voa iveau estonet, hac a lavare dîn : Ac'hanta ! doueti a ri-te c'hoas eus ar vad bras a ra ar scoliou var ar meaz ? En eur instrui ar bobl, ec'h eller en renta güelloc'h hac eürussoc'h. An disfin eus e guelennadurez hac eus e ardamasiou a voe d'am guendrec'hel diouz va errol, va c'henta creden var ar scoliou communal, ha da ober dîn en em renta da anavezout o utilite vrás. Eur c'hoant vrás a zantis da founti unan em c'hommun, evit ma elje an oll habitantet jouissa eus ar vadober a behini ec'h anavezàñ anfin an dalvoudeuez vrás.

Na lavaràñ qet dêc'h davantach ; güelet a rit penos da zeiz vloaz ha trêgont ec'h eller renonç da un errol, ha receo eus a yaouancoc'h eguedomp qenteliou mad da heuill. Ajouti a rin penos, da bep oad ec'h eller en em drompla.

Goude un adie leal, an A. Karyvur a guemeras hent e gampagn a Velizal.

— Guella den ! eme Fanch.

— Ah ! bah !... eme Yan, eur c'hafart hac un impocrit eo.

— Control mad ouz se, a respontas Fanch,

rac un den leal , charitabl ha generus eo.

— Un orgouillus eo , eme Yan , pa glasq re-pu-tation.

— N'en anavezet qet nemeur , eme Fanch : me voar dioutàñ trêjou a vadober a zalc'h cuzet mad , pere a rafe dezàn gouscoude calz a enor , ma vent anavezet.

— Bah ! eme Yan , na gomz mui din eus da A. Kharvur ; ne gonven qet din . Un den pehini a garàñ , eo an A. Klorc'h ervad ! ennes en em res-pet , hac a voar e zeo mad ar vad , ha drouc an drouc ; ennes ervad a lavar traou caer var ar scoliou ! var ar mani o deus hirio ar baysantet da felvezout lenn ha scrifa evel doctoret.

Er moment , an A. Klorc'h a zortias var varc'h eus un hentic dirac pehini an daou vreur a dre-mene . En em hasta a rejont d'er saludi .

— Ah ! ah ! emezàn , hep renta dezo ar salud : cete c'houi aze , mestr Yan ! Selaouit , va mignon ; tachit d'en em derc'hel tranqil , ha da nonpas poulsa mui habitantet ar gommùn d'en em en-krezi , da grial evel a reont evit ma tremeno an hent névez a gostez d'ar bourg , e traòn ar prat . Ne tremeno qet , ze zo certen . Treuzi a ray ar c'hoat e zoun o paouez prena . Na guemerit qet eta ar boan da gass petitionou d'ar Prefet , pere noc'h qet capabl , paour qèz ignorant , da sina , da lenn , na michanç da gompren .

Yan , badaouet oll dabord , ha leun a gonsu-sion o clèvet qementse , a yê d'en em abandoni d'ar goler . Glas-rus e teue ; e zaoulagad en em dâne ; leusquel a rê leou-douet . An A. Klorc'h a zavas e ziouscoas divar fae , hac e yas en e hent ,

en eur ober goap. Yan , en despet da Fanch , a leusqe mil mallos var e lerc'h.

— Bez tranquil , eme Fanch ; ha daoust d'ar pez en deveus lavaret an A. Klorc'h var sujet an hent nevez , e zeo certen e tremeno e traòn da brat; an ingenier e chef en deveus grêt anenor din da leina dec'h ganén , hac en deus disqueuzet deomp ar plân arrêtet evit an hent.

— Petra ra din-me an hent-se? eme Yan ; mes me fell din en em venji eus an affront en deus grêt din an indign Klorc'h.

— Tao gant da gaujou fall , eme Fanch , hac ancounac'ha an A. Klorc'h ; mes bes sonch , e profit da vugale , er guentel en deus roet did. Guelet e c'heus-te penos an den-ze , pehini a ya atao en eur grial e zeo ret lezel ar bobl en ignorant , a zo ar c'henta o voapât da hini?

— Ia , fichtre ! hac e zeo ret caout un teod serpent evit se ; mes me fell din disqueuz dezàn penos ma na ouzòn qet sina va hanovar ar paper , ec'h ouzòn en ober gant va bas , var guein eur c'hanfard hac un horistal eveltan.

— Tor a pez , Yan.... Mes , cete duont eur zoudard o sortial eus an hent treuz , hac a c'halv ac'hanomp : gouezomp petra a sell dezàn.

— Hê ! mignonet , eme ar zoudard ; deportdit , me ho ped. Pa voe éruet , e c'houlennas hac int a vouie lenn.

— Ia , eme Fanch , en ho servich.

— Deurvezit lenn va feillen rout. Ancouêt a meus hanovar c'henta etap , hac e zòn bet en em gollet en eur c'hoad e lec'h e zoan en em dennet diouz tomder bras an eol , na ellen mui anduri

var an hent bras , pehini a meus bremâ collet.

Fanch a zisqueuzas dezàn e hent , hac er pedas da vont gantàn da leina d'e dy , ar pez a verraje e hent. Ar zoudard a drugareqeas Fanch , hac a acceptas a galon vad e broposition honest.

— Oh ! eme ar zoudard , o vale etre Fanch ha Yan , nac a gueuz a meus bremâ da veza negligjet em yaouauqis ar voyenou a instruction a voe offret din ! M'am bije gouezet lenn ha scrifa , e zoan bremâ avancet. Beza e meus certificajou caer , var va c'bundu vad ; va oll cheffou a gar calz ac'hanòn , hac e velit e zòn decoret eus ar groas a enor ; mes va ignoranç hepqen eo a ampech va avançamant.

— Perac , eme Fanch , n'oc'h eus-hu qet disqet lenn ha scrifa , abaque ma zoc'h soudard ?

— Essêt a meus , eme ar zoudard ; mes trêgont vloaz a meus ; nao bloaz zo e servichàn , hac en em gaven da eur bloaz varnuguent un nebeudic côs evit disqi lenn ha scrifa.

— Güir eo , eme Fanch , e tlefet gouzout lenn ha scrifa d'an oad-ze ; mes gouscoude ec'h eller c'hoas d'an oad-ze , gant ur volontez ferm hac un application vrás , rapari an amzer gollet. En oll guæriou , er regimantchou , e zeus hirio formet scoliou evit an dud grêt : perac ho pe-hu mezo vont d'en em instrui ? Da bep oad e tisquer .

— Ar pez a lavarit a zo mad , eme ar zoudard. Mont a ràn e semestr da Vontroulez ; c'hoant a meus da laqat an amzer-ze e profit , en eur vont assidu da scol Creac'hjoli , pe da hini ar Freret , evit rapari va amzer gollet.

— Hoc'h angaji a ràn calz da ze , eme Fanch .

Yan, o zelaoue, e benn izel, hac a huanade. Eun nebeut amzer goude, e voe tro Fanch hac e dud da vont da dy Yan. Eur zulvez iveau en em rentjont. Pa érujont, Yan a voa e scandalat e verc'h hena, a voa refuset evit e c'hom-munion guenta, dre na vouie qet e c'hatekis, ma zoa feneantez ha pilpot. E zad, o sònjal ober mezdezi, a veulas ~~he~~ c'hininterv Mari, pehini e devoa bet ar pris qenta er c'hatekis; mes hi despitet oll, a respontas gant un ton insolant, mes maleürusamant gant güirionez :

— Nac eus va faut-me eo, ma n'oc'h eus qet grêt din mont d'ar scol? Pa na ouzer qet lenn, na eller qet gouzout ar pez zo el levriou.

Yan en em laqas e coler, hac a zifennas dezi en em laqat diouz taul gante.

— Eh bien! ma ne leinàn qet ganêc'h, ne chommin qet da zellet ouzoc'h o tebri.

Saillat a eure ermèz an ty. Inutilamant e zad hac he mam he galvas hac a c'hourdrouzas anezi: mont a eure en he rout.

— Ar buguel-ze a ra mil chagrin din, eme Yan, glac'haret oll.

Ellet en devije lavarat e voa er memes tra eus evugale all.

Madalen, naturelamant grignouez, a voe c'hoas muioc'h en deiz-se.

— Arça, emezi, gant humor, d'ar re a voa eno : na zit qet da zònjal e reot amâ eur pred quer mad evel an hini hor boa bet andeiz all duze. N'en em binvidicaomp qet, ni; biza reomp d'an espern, rac beza hon eus, evel a lavarer, calz a boan o pac a daou benn e fin ar bloaz.

— Allòn-ta, va c'hoar-gaer, eme Mac'harid, gant madelez, ni a ro a galon vad, c'houi a ra er memes tra : qement a faut eo.

— Diouz taul! eme Fanch. C'honez vad ar zouben a zigor ar galon. Mes en despet da famill Fanch, a r   e oll bossubl evit laqat an oll da veza joa  s, ar pred a voe goal drist, ha na voa qet c'hoas achuet, pa gomman  as un drag  as vr  as.

Bugale Yan a vouze hac a c'hoasmole etre o dent; turbulent bras e veaint. Bugale Fanch a lennas o gousperou. Eur moment goude, un amezeg a zisaillas en ty, en eur grial :

— Diredit oll da rei sicour... Eur gariolen zo cuezet er stanc ;.... ar c'hezeg a zo el lic'hid betec o fenn, hac e cl  ver hirvoudou spontus.

— Hastomp, eme Fanch, ha redomp buan.
Hac e redjont oll varzu ar stanc. Ar voitur a voa en antier ebars; gant calz a boan ec'h eljot he lemel. Ne zortie mui nep cl  m eus ar voitur, pehini a zigorjot gant hast bras. Ne voa enni nemet eur vreg a seblante maro, hac ur c'hrouadur en ur c'havel, e pehini e voa dalc'het gant mezerennou, pere o devoa er protejet pa g  uezas ar voitur. Beza e zoa hepken cuzet ha stardet gant orillerou ha bancou bian, pere a rente ar buguelic ru-poupr ha prest da vouga. An ear en diga  as prest d'ar vuez.

— Mes, ar voitur a dleye caout eur c'hortuctor, eme Fanch; ret eo fouilla ar stanc.

Gant sicour crochedou e tenjot souden eur c'horf diform, fraillet oll gant treid ar c'hezeg, ha spontus da velet. Ar vreg q  ez a voe douguet da dy Fanch gant ar brassa attantion, ha laqet

en eur güele mad. Mac'harid e devoa tommet
 ha dastumet mad ar buguel en he güele. O daou
 e rent o oll bossUBL evit sicour ar vreg paour.
 Souden e commanças huanadi, e tigoras e daou-
 lagad hac e sellas evel egaret endro dezi, en eur
 hirvoudi truezus bras. Disqueuz a r  souffr hor-
 rublamanteuse blesseuriou, occupet gouscoude
 muioc'h eus ar buguelic eguet outi he-unan : e
 glasq a r , en eur zellet gant un druez ar vrassa.
 Er güelet a reas etre divrec'h Mac'harid, a voa
 o r i d'ar c'hrouadur un draic benac da z bri,
 hac a receive gant plijadur. Daelou stanc a g ezas
 querent eus a zaoulagad ar vreg blesset. Sevel a
 eure e divrec'h etrezec an  n, hac ec'h esseas,
 mes e vean, da bronon  eur gomz benac ; mes
 na ellas leusquel nemet ur c'hl m poannius. O
 santout michan  e tostae he moment diveza, e
 reas sin da ziga  ar buguel etal he güele. Pozi a
 eure, en eur grena, e dorn var benn an inno-
  antic paour, hac e seblantas er benniga a galon.
 Neuze e reas sin gant he bis e c'hoantae scrifa.
 Fanch a roas dezi e grayon hac e gayeric. Ar vreg
 a scrifas gant cant calz a boan ar gueriou-m  :
 » Ar buguel a hanver Paul-Emila Sant-Privas,
 » mab d'ar c'homt ha d'ar gomtes a Sant-Privas,
 » maro e Barcelon, nebeud amzer zo, eus eur
 » c'hl nved gonezus. Me eo maguerez ar buguel.
 » a meus savetaet, hac en diga en d'e dad-c s,
 » a chom e Montroulez, pa zeo dig ezet ar ma-
 » leur am priv eus ar vuez. Rentit, me ho ped,
 » va magaden q z d'e famill, ar c'henta possabl.
 » Doue ha querent ar buguel a recompan  a-
 » c'hanoc'h. *Fantic an Duc.* »

Rêi a eure ar paper da Fanch , en eur ober
dezàn sin d'e lenn , ar pez a reas ractal , goude
petra e qemeras ar scrit digantàn , o c'hoantât
ajouti un dra benac ; mes , a hoan e devoe-hi
scrifet ur guer , ma voe diouc'h-tu scöet gant eur
glizen ar vrassa . Roga eure ar paper gant nerz ,
hac er stlapas pell ; cüenza reas en tân , ha rentet
e ludu . Ar glizen-ze a voe commançamant an-
goni ar baourez qèz : ne deuas mui enni-he-
unan , hac e varvas qerqent .

— Oh ! va breur , eme Fanch da Yan , pengu eürus eo gouzout lenn ! anesse , er moment maleürus-mâ n'hor bije qet ellet gouzout petra voa scrifet var sujet ar buguelic paour-ze , hac e vije marteze chommet dishanav da vijen ! Mes Doue ne felvez e qet e tigüezje qementse ; hac ar maleur en deveus e brivet eus e dad hac eus e vam , a ro dîn ar boneur da ellout en renta d'e dad-côs . Doue ravezo meulet ! eme Fanch , en eur stardaorn e vreurgant carantez . Mac'hariid ha me a zoigno ar buguel , ha varc'hoas e zin da breveni ar c'homt côs a Sant-Privas.

Mont a eure eta Fanch an deiz varlerc'h; mes an autrou a voa absant. Ne voe qet tremenet eiz dez, ec'h êruas ermèz a balan e ty Fanch. Beuzet en e zaelou, o poqat d'e vab-bian, e cavas eur gonsolation d'e c'hlac'har vrás, da veza savetêr ar buguelic, hac e lajet da goueza etre daouarn tud afêçon. Recompansi a eure dignamant qement oll o devoa bet sicouret savetai ar buguel. Chois a eure tri mis e ty Fanch, en eur zonjal gant rôson penos an ear pur a zantet eno, a voa favorabl da yec'het ar c'hrouadur, hac iye c'hoas

hep douet, abalamour d'ar soign dener a gue-mere Mac'harid eus ar buguel. Ar maread amzer a dremenras eno, a voe un amzer a venediction evit ar c'hontre, rac ober a eure da galz a dud caç o bugale d'ar scol, hac e joa vrás an habitantet, e promettas distrei en o zoues. Güelet a rejot an den venerabl-se e ty ar paour, alao soulajet gantàn, consolet ha sicouret. Güelet e vije en ilis en un devotion ar vrassa. Aliés e voe güelet en ty scol, oc'h encouraji gant e gomzou leun eus a vadelez, ar mestr hac ar scolaerien.

» Respet, bugale, emezàn ; respet d'an hini ho qelen ! Ho tadou hac ho mamou o deveus roet deoc'h ar vuez, mes ho mestrou a zisq deoc'h d'e feurgarga dignamant. D'an nep a bretant, evel a lavar Yan, na rent qet an descadurez an dud güelloc'h, e respontin gant atiz : Errol ! va mignonet ; en em drompla rit : an descadu rez a ell distruji ar viç eus an ignoranç. »

Un devez en devoe ur gonversation hir gant Yan : an deiz varlerc'h e bêvar buguel a yeas d'ar scol. An deiz arauc ma partias, an A. comt a reas da Fanch mont gantàn da ober ur bournaden, diouz an abardaez.

— Deomp da velet ho verjeou, emezàn, en eur vousc'hoarzin. Pa voent êruet, e c'houlen-nas ouz Fanch : » Ar verje vrás-hont ne dêo-hi • qet deoc'h, dre ma zeo stoc d'ho touarou ? »

— Nan, Autrou comt. Eul loden e voa eus hon douarou güechal ; mes va zad a râncas he üerza evit paea dleou en devoa. An A. Kylorc'h, ad an hini a zo deuet amâ d'ho qüelet, eo en leveus e brenet, Hirio, dre ma zeo antretenet

fall, ha dre m'en deus collet eus e dalvoudeguez,
e meus er pedet d'er güerza din dre breferanc;
mes goulen a ra eur pris re huel.

-- Eh bien ! eme an A. comt, an A. Klorc'h
en deveus grêt din muioc'h a c'hraç : er güerzet
en deveus din evit eur pris rôsonabl, ha dre va
mouez, va Emilic bian a bed ac'hanoc'h d'en
regeo. Grit talvezout ar verje-ze, güechal qer
mad. Evit eta bep bloaz d'hor yec'het demeus ar
gist mad a fournissø deoc'h ; hac evit m'hor bezo
ivez ar blijadur da eva d'hon tro d'ho hini, ta-
chit da fournissa din ur voutaillad benac.

Fanch a bocas joaüs da zaouarn an A. comt,
hac en trugareqeas a greiz calon.

Cetu aze, va mignonet, an histor a voe contet
da dôd a nac'he e zoa an descadurez un dra vad
evit ar bobl, ha pere na approuvent qet e tisqje
bugale ar baysantet lenn ha scrifa.

A. L. M. L.



E Montroulez, eus a Imp. LÉDAN.